



KARTA AR GERENT SKOL DIWAN LESNEVEN

**Choazet ho peus ur skol kaset en-dro gant ur gevredigezh,
setu perak ez eus ezhomm ac'hanoc'h evit kemer perzh e
mont en dro ar skol !**

AN AEP (Association d'Éducation Populaire) :

Implijet e vez gant ar gevredigezh-se an implijidi n'int ket kelennerien (ASEM, tud ar c'hempenn hag ar c'hantin), **ober a ra war dro melestradurezh ar skol** (teñzoriezh, fakturennoù, darempredoù gant an dilenni-di). **Bodadoù labour** zo en hon AEP, e peb bodad ez eus 2 zen a youl vat d'an nebeutañ a gemer perzh er C'huzul Merañ (21 ezel).

Bod ha Boued (Tro dro d'ar skol) :

E Diwan Lesneven e vez graet war dro ar c'hantin hag an diwallerezh gant ur gevredigezh all eget an AEP. Tu zo da v/Bod ha Boued goprañ implijidi n'int ket kelennerien. **Ober a ra war dro ar boued hag e fakturennoù, ha fakturiñ a ra ivez an diwallerezh ha merennoù-bihan.**

Skoazell :

Aozañ a ra ar gevredigezh-se abadennoù ha gouelioù a-benn gounit arc'hant evit an AEP hag ar skol. An arc'hant-se a servij da baeañ an implijidi, feurm ar skol, ar c'hargoù hag ar fakturennoù. Sikour a ra ivez evit paeañ ar raktresoù pedagogel. Kuzul Merañ ar skoazell zo ennañ 14 ezel. Galvet e vez kerent ar vugale ur wech an amzer evit kemer perzh a youl vat er gouelioù aozet gant ar skoazell.

ASAMBLES EVIT AR SKOL

Skol Diwan Lesneven zo kaset en-dro gant ur gevredigezh.

Lakaat anv ho pugel er skol-se a dalvez bezañ ezel eus an AEP ha kemer perzh er skoazell : en ur zont a youl vat er gouelioù ha/ pe kemer perzh en ur bodad labour, ha/ pe en ur reiñ arc'hant*.

Petra a dalv kemer perzh ?

- Dont d'ar C'huzul Merañ
- Kemer perzh e abadennoù ar Skoazell (2 pe 3 gwech ar bloaz)
- kemer perzh er bodadoù labour (merañ an implijidi, darempredoù, fakturennoù..)
- Reiñ arc'hant ur wech an amzer d'ar Skoazell
- Reiñ un taol sikour tro-dro d'ar skol pa vez ezhomm
- Respont d'ar posteloù, memes mard eo evit lavar ne c'hellit ket sikour

Padout a ra skol hor bugale a drugarez da sikour ar gerent, ezhomm zo ac'hanoc'h.

Penaos kaout titouroù ouzhpenn ?

- **Lenn mat** ar melloù hag an titouroù kaset gant ho pugale
- **Mont alies a-walc'h war lec'hienn internet** ar skol www.diwanlesneven.bzh
- **Komz gant ar renerezh pe gant ar skolaerien**
- **Mont e darempred gant izili ar c'hevredigezhioù** : chomlec'hioù e pezh-stag

***Reiñ arc'hant a c'hell digreskiñ ho tailhoù**

**SINADUR AR GARTA / TROC'HAD PAPER DA GAS EN-DRO SINET, DRE SAC'H SKOL HO PUGEL,
EVIT AR 25 A VIZ GENVER**

ANV :

ANV BIHAN :

TAD/MAMM :

Lennet 'meus mat karta skol kevredigezhel va bugel, a-du on da gemer perzh e mont en-dro ar skol.

En ul lakaat va anv en ur bodad labour evit an AEP/ En ul lakaat va anv en ur bodad labour evit Bod ha boued/ En ur reiñ arc'hant (kasit ho chekenn dindan anv Skoazell Lesneven)/ En ul lakaat ho anv e abadennoù ar skoazell (kavout a rit listenn an abadennoù e kein an diell-mañ)

DEIZIAD

SINADUR(IOÙ)